



Miz Even 2010

Priziadenn

Évaluation de breton
Live / Niveau A2

Anv :

Kevredigezh :



Miz Even 2010

Evaluation de breton Niveau A2

Selaou / Ecouter

Kemennadennoù / Annonces

1	Combien d'annonces venez-vous d'entendre ? <input type="checkbox"/> deux <input type="checkbox"/> trois <input type="checkbox"/> quatre
2	Pourquoi le chien s'est-il enfui de la voiture ? <input type="checkbox"/> il poursuivait un chat <input type="checkbox"/> il poursuivait un autre chien <input type="checkbox"/> il est parti jouer avec des enfants
3	Qu'y avait-il d'écrit sur lui et où ? <input type="checkbox"/> un nom sur son collier <input type="checkbox"/> une adresse sur son épaule <input type="checkbox"/> un numéro sur son oreille
4	Quelle récompense recevra la personne qui le ramènera ? <input type="checkbox"/> 25 € <input type="checkbox"/> 50 € <input type="checkbox"/> 100 € <input type="checkbox"/> aucune récompense
5	Que veut acheter la personne de La Feuillée (Ar Fouilhez) ? <input type="checkbox"/> des bijoux, bagues et bracelets <input type="checkbox"/> une télévision et un poste de radio <input type="checkbox"/> un réfrigérateur et un congélateur
6	Pourquoi ? <input type="checkbox"/> les siens ont brûlé lors d'un orage <input type="checkbox"/> les siens ont été volés <input type="checkbox"/> les siens sont trop laids
7	A quelle heure pouvez-vous l'appeler ? <input type="checkbox"/> à 12h et 19h <input type="checkbox"/> à 12h et 20h <input type="checkbox"/> à 11h et 19h30 <input type="checkbox"/> à 11h et 20h30
8	Emañ <i>pôle emploi</i> Gwened o klask : <input type="checkbox"/> ur paotr <input type="checkbox"/> ur plac'h <input type="checkbox"/> paotr pe plac'h
9	Quelle est la durée de travail hebdomadaire de ce poste ? <input type="checkbox"/> 15 h <input type="checkbox"/> 25 h <input type="checkbox"/> 35 h <input type="checkbox"/> 45 h



Miz Even 2010

Evaluation de breton Niveau A2

Selaou / Ecouter

Teir c'hemennadenn da lec'hiañ

Vous venez d'entendre trois annonces correspondant à trois lieux différents, cochez ce lieu pour chacune des annonces.

	Annonce 1	Annonce 2	Annonce 3
War ar marc'had			
Er sinema			
En ti-kêr			
Er skol			
En ti-krampouezh			
Er straed			
Er stal-vara			
En ti-gar			
Er stal-vutun			
Er fest-noz			



Miz Even 2010

Evaluation de breton - Niveau A2

Skrivañ / Ecrire

☐ **Sujet :** Troiad
De : [Jojo](#)
Date : 11:13 AM
Pour : [Lulu](#)

Salud !

Ha gwelet e voc'h 'benn disul e Kemperle ? Marilyne hag ar vugale a zeuio ivez geneoc'h ?
Petra 'vo dibabet geneomp ober ? Bale war-droad pe VIT ? Ma teu ar vugale, moarvat e vefe gwell bale war-droad, nann ? Pesort tro a vo dibabet neuze ? An hini verrañ pe an hini hirañ ? ... Kemeret e vo ar boued geneomp pe chom a rimp da zebriñ en un davarn à an hent ? Neuze e vefe gwell derc'hel un daol en a-raok... Ha mar bez ken fall amzer evel en deizioù-mañ, petra 'vo graet ?

Respontit mar plij. Arabat deoc'h klask pellgomz pe kas un SMS : ma hezoug a zo ... er sac'h ! Kasit ur postel mar plij (kentoc'h àr ar chomlec'h-mañ jojo.kalvez@bzh.com).

Jo

Ça urge pour dimanche ! Répondez en quelques lignes (entre 5 et 10) à votre ami Jo :



Miz Even 2010

Evaluation de breton - Niveau A2

Lenn / Lire

Parcourez les annonces ci-contre afin de répondre aux questions.

1- Lakaat an embannoù hervez o danvez / *Ranger les annonces dans la bonne rubrique :*

Pezhioù-c'hoari / Teatr	
Diskouezadegoù	
Predegennoù / Kaozeadennoù	
Baleadennoù / Troiadoù-bale	
Filajoù / Beilhadegoù	
Sonadegoù / Kanadegoù	
Kejadennoù / Emgavioù	

2 - Tostaat d'an embannoù / *Approche plus précise.*

a) Si je suis intéressé(e) par une conférence, je peux me rendre à :

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Montroulez | <input type="checkbox"/> Gwened | <input type="checkbox"/> Konk-Kerne |
| <input type="checkbox"/> Kastell-Paol | <input type="checkbox"/> Kemper | <input type="checkbox"/> Landivizio |

b) Pour me familiariser avec la broderie je peux :

aller à

le

pour rencontrer

c) Si j'aime marcher, je dois me réserver deux journées. Lesquelles ?

Kaozeadenn e brezhoneg gant Lus Chauveau a-ziwar ar stummadur dibaouez ha Skol an Emsav. E Montroulez, Ostaleri The Greystones, d'ar Merc'her 18 a viz Du da 8 e noz. Aozet gant K.L.T. Priz : evit mann. *Titouroù* : K.L.T., 02 98 63 98 79 pe 06 82 77 10 10, www.klt.fr

A

Devezh digor Skol vroderezh Kemper, e Montroulez, Skol-Vreizh, 41 kae Leon, d'ar Yaou 19 a viz Du, eus 2 e g.m. da 8 e noz. Kentelioù kaset da benn gant Pascal Jaouen. Aozet Skol vroderezh Kemper. *Titouroù* : K.L.T., 02 98 63 98 79 pe 06 82 77 10 10, www.klt.fr

B

E Konk-Kerne, en iliz Sant-Wenole, d'ar Sul 18 a viz Here da 4 e g.m. e vo ur sonadeg gant al lazioù kanañ Mouezh Bro Konk, renet gant Jean Yves Le Ven, ha Mouezh Paotred Breizh, renet gant Jean-Marie Airault. *Titouroù* : 02 98 87 85 39 pe 06 12 29 62 19, choeur.mpb@orange.fr ha <http://pagesperso-orange.fr/choeur.mpb/>

C

E Kastell-Tepaod, d'ar Sadorn 17 a viz Here, baleadenn e brezhoneg war lec'hienn Pont-Caffino. Digor-kalon war an distro ha finellig mar bez brav an amzer. Emgav da 10 e 30 dirak an iliz. Aozet gant Kentelioù an noz-Gwinieg. *Titouroù* : 02 40 80 97 64 pe kann@netcourrier.com ha www.bretonnantes.org

D

C'hoariet e vo *Ar bazhvalan*, *An div glujar ha Ti ar barner* gant Ar Vro Bagan, e Landivizio, sal an Tournemine, d'ar Sul 11 a viz Here da 3 e g.m. Ar Bazhvalan, skrivet gant an tregeriad Jarl Priel. An div Glujar, farserezh deus ar Grennamzer da lakaat an dud da c'hoarzhin (glas a-wezhioù) diwar goust ur chaseer hegreidik ha taer, ur manac'h gwall droet ouzh ar merc'hed hag ur bikez fin ha lipous. Ti ar Barner, skrivet gant ar Spagnolad Alejandro Casona diwar ur c'hiz kozh deus amzer an Inkizision e Bro-Spagn. Priz : 10 €/8 € (5 € eus 12 da 16 vloaz). *Titouroù* : 02 98 04 50 06 (pgz), 02 98 04 60 84 (plr), arvrobagan@wanadoo.fr hag <http://perso.orange.fr/avb>

E

Prezegenn e brezhoneg gant Job An Irien, "Relijion keltiek ha feiz kristen", e Kastell-Paol, sal Keroulas, d'ar Yaou 19 a viz Du da 8 e 30 noz. Aozet gant Brezhoneg War Raok. Priz : evit mann. *Titouroù* : K.L.T., 02 98 63 98 79 pe 06 82 77 10 10, www.klt.fr

F

E Pentelloù ha Frozieg (44), d'ar Sul 18 a viz Here, tro-vale kanet a-hed kanol-vor al Liger-Izel. Loc'het e vo eus bardell Buzzay da 9 e 30 mintin. Priz : evit mann. Aozet gant kumunioù Frozieg ha Pentelloù ha gant Dastum 44. *Titouroù* : 02 40 54 20 18 pe celtomania@voila.fr ha www.celtomania.fr

G

Embannoù tennet eus *Ya* (Miz Here ha Miz Du 2009)